Arabeg Ouzbekistan

Ur yezh semitek ar c'hreiz eus is-skourr ar yezhoù arabek eo **arabeg Ouzbekistan** (*jugari* pe *kashkadarya*) komzet gant tro-dro da 700 den e Proviñs Bukhara, Traoñienn Zerafshan Proviñs Samarkanda hag e Katta-Kurgan en Ouzbekistan.

Gwelet ivez

- Arabeg
- Yezhoù semitek

Porched ar yezhoù hag ar skriturioù – Adkavit pennadoù Wikipedia a denn d'ar yezhoù.

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabeg_Ouzbekistan&oldid=1454942 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 3 Ebr 2013, da 03:31.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.